



## KEMENNADENN REDADEG 2021 (1/2)

Ur wech lañset - ar Redadeg - n'haller ket souzañ a-dreñv.

Dirakomp :  
gwinojennoù, heñchoù-treuz, ha heñchoù-bras roial, gwech ha gwech all...

Ken uhel hag ar gwez 'faota dimp mont.

Ha pa vefemp hejet-dihejet gant ar 7 avel, 'vimp ket diskaret.

Kresket gwrizioù d'hon zreid da zerc'hen plom war un douar ferm  
Lec'h ma vez kavet ur pallenn tomm da dommañ hon hunvreoù

Mont da glask dour hon c'hest difin, evel loened disec'het.  
En em stagañ evel drez gouez a-benn leuskel plas gant al lapoused d'ober o neizh  
'barzh ul lec'h klet.

Amañ 'giz-mañ 'mañ ma hent : sachañ a ran war alan ma sorc'henn.

Saouzanet gant louzaouenn-ar-voem ec'h an dre mil hent ar vro 'benn esa kompren  
riboustadennoù 'glevan ba'r vrumenn.

Hunvreoù teñval em fenn a-wechoù  
Hunvreoù leun a seblantoù  
Hunvreoù glas o tañsal diwar muzik ar plent luskellet gant ar c'houajoù avel  
Boubou ar rinieroù sklaer  
Kement a gan evit kement lapous zo  
Delioù o tiskouez beg o fri  
Blaz ar frouezh darev ha sukret em genoù

Mont a ramp a skoasell da skoasell, gwalc'het skeud hon roudoù gant ar glizh, o  
kouezhañ warnomp evel un niñsel yac'h.

Trawalc'h eo kaout un taol biz-troad da gignañ penn (h)e (d)zaoulin -

Mont a ran a-benn d'ar c'hig-torret, d'ar boan juntoù, d'ar c'horfoù ha sperejoù  
brevet-naet

Ar Redadeg zo didro rak ne lâr poz ebet

Ret eo c'hoari diouzh pad

## KEMENNADENN REDADEG 2021 (2/2)

Derc'homp gant an hentoù kammigellet  
Derc'homp gant ar garidennoù goloet  
Derc'homp gant an hentoù skoachet

Dalc'hmat e para hon daoulagad war livioù berrbad ar bobelan

Tout omp iliaev pe man,  
darn a chom peg deus ar vein kozh, darn all a greska e gwasked ar gouloù-deiz

Tout omp merien e-mesk ar merien all  
Pep merienenn a zouga bemdez he zamm karg  
O vale bro dre hentoù plaen pe hentoù bleiz  
O korvigellat e beskelloù ar grugell  
O terc'hen da c'hwezhañ war glaou bev ar varzhoniezh.

Tout e anveomp  
ar c'had o c'haloupat, he memor chomet war he lerc'h  
ar big o chaokat he beg  
ar goukoug o tigas an amzer vrav ganti  
an annoar o vreskenn disoursi  
ar viskoulenn - war he fouez - a ruzo beket diflukañ  
ar bleiz kozh a vo start c'hoari an dro dezhañ  
an evnig a zesko nijal a-denn askell en ur ganañ 'us d'an dourni

Un deiz e teuio e vo digonnaret ar chas  
Un deiz e teuio e vo tennet ar spilhenn, da gas droug an dud kuit  
Un deiz e teuio e vo harzet da droc'hañ koad ar vro  
Un deiz e teuio e vo leusket dour-sklaer d'ar pesked  
Un deiz e teuio e vo roet ur bluenn dimp da skrivañ traoù kaer  
Un deiz e teuio e vo roet boued yac'h d'al loened ha d'an dud  
Un deiz e teuio e vo nerzh ennomp tout da dreiñ ar bed evit ma c'hallfe kement  
maouez, gwaz, krennard.ez, bugel, bezañ fier eus  
Hon yezh, Hon bro, hon teroueroù  
hon c'hanaouennoù, hon dañsoù, hon rimodelloù, hon istorioù  
hon disheñvelderioù.

Skêrijenn an deiz, kan al lapoused, c'hwezh an douar-gleb, kan-ha-diskan ar saout  
o tregerniñ er saonenn, lutig ar c'hwibuenn o lugerniñ - a vo trec'h war QRkodoù  
hon milendall.

**Derc'homp gant hon redadeg, fin ebet dezhi !**